Cac
FRC
3812

EXHORTATION

EUS AN AUTROU PERSON

MONTLERI DE PARRISSIONIS.

VA Bugalé, gondé ar ſervich divin, neus nétra ſacroch evit any ô pro; goudé an aviel och oll, eſperançou ac och oll reſpect a' dle beſa evit Lézennou mat, peré à proteg ar peurien Couls ac ar ré pinvidic, ac a ziffen an dud ſempl eus à oppreſſion ar ré Bras.

Goulen à rit dignanen petra eo ar ſtadou à petra ſo caus eus an diſput à zo etré an Noblanç ac ar Bourhiſſien? Quœſtion eo và Bugalé. dà obteni lezennou mat. Or roué a exhort ah anomp da ober al lezennou zé on hunan. An dud chentil vras, an Eſquibien, an Noblanc, ne fel quet dezo, en deffé ar bopl, pehini àſo com-

poſet à Bourhiſſien ac à païſantet, ac à halver an tredé ſtat, ar guir dà reformi à Lezennou coz péré a zo ol en o avantag, ac en or carg ni, ne fell quet dezo dré ar ræſon ze, en deſſé ar bopl, en aſſemblé an Nation, pehini à halver ar ſtadou, quement à Deputerien eveldo; rac ma dépandé diouzorh ober doch autrou ſupporti lod eus ar cargou pere à baeit ac eus à peré ne baé netra, me à gred e goulen fach an drazé, ac ræſon ô peſſé, rac an draze à zo juſt.

Ze evelſé ta, va Bugalé, pa en devezo ar bopl, en aſſemblé an Nation en nombr égal à Deputerien evel ar glouer ac an Noblanc, e depando diouta da laquaat en égalité raiſonnabl er répartition an impoſitionnou ac nevanquo quet. Chetu azé, và mignonet, ar pes à zo caos eus an diſput, à pa feller o tiſtrei ac indiſpoſi ahanoh à enep ar Bourhiſſien, pere à zo pobl eveldoch, ac ô deus ar mêmes intéreſt eveldoch ne reer nemet o trompa; en dra néceſſer ac abſolut eo evech ré-

THE NEWBERRY LIBRARY CHICAGO

preſentet ebars er ſtadou gand ar re pinvi dica eus ar Bourhiffien ze ac ar re habila; rac paiſantet ne ouffent quet en em diffen; oh pet fiſianç ennoun peini nemeus biſcoas trompet ahanoch; dougnit enor doch autrou, doh eſcop; mes var och intéreſt och unan ne quemerit quelen nemet diouh ô perſon eus à béhini ar breur à paé eveldoch an ol cargou ac eus à behini an nis à deu da denna dar billet va mignonet! Caromp or roué mat à caranteſus pehini en Deus an intention da rapari an injuſtiçou bras, pere à ſo lezet da cozy à da creſci dré ignorançz ar Bopl ac é batiantet.